



### Dafar er voest :

- Un damer karrez,  
36 karrezennig dezhoñ
- 30 pezh du
- 5 jedouer

### Pal an c'hoari :

A zaou, bout an heni kentañ é lakaat da dalvout e deirvet linennad c'hwec'h pezh. A dri pe bevar, bout an heni kentañ é lakaat da dalvout e eilvet linennad c'hwec'h pezh. Ur linennad a vez lakaet da dalvout pa vez c'hwec'h pezh e steud (a-blaen, a-blom pe a-veskell).

### Staliñ an c'hoari :

Lakaat an damer e-kreiz an daol.

Lakaat razh ar pezhioù hag ar jedoueroù e-tal an c'hoarierion. Razh ar pezhioù hag ar jedoueroù a zo da razh an c'hoarierion àr un dro.

Daou bezh a laka an c'hoariour kentañ e-lec'h m'en deus c'hoant àr an damer. D'an eil c'hoariour eo neuze heuliñ reolennoù un droiad c'hoari ordiner. A dri pe bevar, e vo troet a-du get spletennoù un horolaj.

### Troidiad c'hoari :

Daou daol rekis a zo a-barzh :

1. Diblas ur pezh
2. Lakaat ur pezh

1.

An c'hoariour a ziblas ur pezh ag ur garrezennig hepken a-blaen pe a-blom, get ma c'hello lakaat ur pezh da heul.

2.



Ur pezh a laka goude àr ar mem linenn. Ma oa bet diblaset ur pezh a-blaen en taol a-raok, e rank bout lakaet an eil pezh-se àr ar mem linenn a-blaen ; ma oa bet diblaset a-blom, e rank an eil pezh bout lakaet àr ar mem linenn a-blom. N'heller ket lakaat ur pezh e-lec'h ma oa ar pezh kentañ e-raok bout diblaset.

### Lakaat ur linenn da dalvout :

Pa vez klokaet ur linenn get un c'hoariour d'e dro, en ur lakaat e bezh, e kemer ur jedouer hag e skarzhe an c'hwec'h pezh diàr ar linenn bet klokaet.

### Fin an c'hoari :

Gounidet eo an c'hoari get an c'hoariour a gloka e eilvet linenn, pa c'hoarier a dri pe bevar, pe e deirvet linenn pa c'hoarier a zaou.



## C'hoari en e-unan

Chom hep gober linennoù klok (a-blaen, a-blom pe a-veskell) eo ar pal pa c'hoari an den en e-unan. Ar pezh diwezhañ (an dregontvet) a c'hell bout lakaet àr ar garrezennig a faot d'an c'hoariour, hep derc'hel kont ag ar reolennoù boas.

Mar bez klokaet ur linenn d'ur poent bennak ema ret d'an c'hoariour krogiñ an c'hoari en-dro adal ar penn-kentañ.